




EUNTES · DOCETE · OMNES · GENTES ·  
BAPTIZANTES · EOS ·  
IN · NOMINE · PATRIS · ET · FILII ·  
ET · SPIRITUS · SANCTI ·

# LIZERO BREURIEZ AR FE



ZANT - BRIEK  
R. TRUDHOMME, MOULLER AN ESKOPTI.

# LIZEROU BREURIEZ AR FE

Miz Gouere 1926

*Breuriez ar Fe a zo bet zavel evit rei pedenno hag azenno da zikour ar visionerien a ia da breseg an Aviel en pevar c'horn ar bed.*

*Ar pedenno da laret a zo eur Bater hag eun Ave Maria bemde gand ar bedennik-man : Zant Fransez Zavler, pedet evidomp. Awalc'h eo ar Bater hag an Ave laret er-pedenno diouz ar beure pe diouz an noz, ma ver en zell da laret er-pedenno diouz ar beure pe diouz an noz, ma ver en zell da laret an-he ordinal evit Breuriez ar Fe.*

*An aluzen da rei a zo eur gwennek bep zun (dek real ha daou wennek bep pla). Levroigo ar Vreuriez a ve roet evit netra d'ar genvreudeur, unan dre bep dek.*

## TOLEN :

### I. — AL LIZEROU HAG AR C'HELOIOU :

	PAJEN
1 <sup>o</sup> BODAEG-VEUR KONSAILH BREURIEZ AR FE.....	114
2 <sup>o</sup> AR GANANEANEZED, GANT AN O. ROSSILLON.....	118
3 <sup>o</sup> AD URZIOU A LEANED HAG A LEANEZED EN INDO-CHIN, GANT AN O. PONCET.....	131
4 <sup>o</sup> AR GWAD NEVE, GANT O. RIVIÈRE.....	136
5 <sup>o</sup> DIMEZI AN « HEOL-AOUR », GANT AN O. BAETEMAN,	143
6 <sup>o</sup> KELOIQU EUS AR MISIONOU.....	149
7 <sup>o</sup> MARVIOU .....	151

### II. — AR SKEUDENNÖU :

1 <sup>o</sup> AN TAO FOURNEUVE, MISIONER AR MUONGED.....	125
2 <sup>o</sup> TONKIN-AR-MOR : ILIZ-VEUR PHAT-DIEM.....	139

## ROM

### Bodadeg veur Konsailh Breuriez ar Fe.

En Miz Meurs, goude hanter ar miz, Konsailh meur Breuriez ar Fe an neus gret en Rom, en Palez Breuriez ar Propagand, ar vodadeg a dle ober peb bla. Ar vodadeg a oa gret 'viñ ar bla da rannan etre ar misionou an aluzennou dastumet dre ar bed holl er blavez 1925, hag ive, da wëlet penoz e c'halfer rei c'hoaz muioc'h a vue d'ar Vreuriez. Setu aman hanoiou ar re a oa dent d'ar Vodadeg :

E-touez ar rererien : an O. Fransoa Marchetti-Sevaggiani, arc'heskob Seleusi, penn-rerer; an OO. Boudinhon, rerer Sant Loeiz ar Fransizien, eil-rerer; Joseph Nogara, Sekretour bras;

E-touez an izili a zo o chom en Rom hag a dalc'h plas o Bro er Vreuriez : an OO. Gaston Vanneufville (Frans), Guillaume Capperton (Skos), Americo Drago (Itali), Emerik David (Allemagn), Charles de T'Serclaes (Belgik), Bernard Eras (Holland), Jean Hagan (Irland), Paul Krieg (Suiss), an Tadou Joseph Bastien (Kanada), ha Jakez Joyani (Spanj);

E-touez rererien Breuriezou ar Broiou : an OO. Béchetoille (Lyon), Emile Descamps (Paris), Héry Forbes (Skos), Jean Neuhausler (Bavière), Guillaume Kinn (Sta-

dou-Unanet, Fransoa Ross (Bro-Saoz), Joseph Volny (Autrich), ha Prins Loeiz de Loewenstein (Allemagn).

Ar vodadeg kentan a oa en he fenn an O. Kardinal Van Rossum, a lasas d'an holl pégement a levez a oa en kalon an Tad Santel ar Pab o wëlet ar fronez an nevoa douget al labour gret : hag, e gwirione, an arc'hant dastumet er blavez 1925 a zo 2 vilion muioc'h anean evit an arc'hant dastumet er bla arok. Goude ar vodadeg kentan-ze, e zo bet bodadegou all da rannan etre ar misionou an aluzennou : roet a zo bet d'ê sikouriou, da gentan sikouriou evel e ve roet d'e peb bla hag, e tuont, sikouriou evit ar frejou-beaj.

Er bodadegou diwean e zo bet klasket an tu da astennu ha da wellât ar Vreuriez.

Eul lizer a vo kaset d'Hon Tad Santel ar Pab da c'houlen digantan ma c'hourc'hemocco ober peb bla, en holl ilizou ar bed holl, eun devez a beden evit ar misionou. Bemde e vo laret eun oferen en Rom, en Iliz-Veur Sant Per, evit an izili a vo maro eus ar Vreuriez.

An O. Rener a bed e Genvreudeur bodet en dro d'ean da rei da c'hout d'ar Breuriezou savet er Broiou e vije mad d'ê klask an tu da rei da anaveout muioc'h mui en dro d'ê Breuriez ar Fe ; pe'n eur skrivan er c'hazetennou krristen, pe lakat er c'heriou kenkoulz ha war ar maez tud karget hepken da c'honiñ izili neve d'ar Vreuriez, pe c'hoaz ober kozeadennou 'n eur diskoe « cinema » diwarbenn ar misionou.

Bet e zo komzet ive er bodadegou diwean eus skoden ar Breurierien. Unan benag a zisplegas dirag an holl nan nevoa ket ar skodennou ar memes talvoudegez evit an holl Vreurierien, met o devoa muioc'h pe nebeutoc'h a

dalvoudegez deus ar vro elec'h e vijent paeet : Evit ar pez a zo gwir, er Stadou Unanet, e ve goullet digant peb Breuriez unek skoed, hag er Frans, 10 real ba daou wenneg. Hag-en n'allfer ket sevel eun tammik skoden ar Broiou elec'h mac'h eo fallæt war an arc'hant ?... Ya awalc'h ! met an Tad santel na welfe ket ze gant plijadur. E venoz eo e vo dalc'het ar skodennou memes tra evel gwejall, evit ma tale'ho an dud vihan da zigas o frot. Neuze eta ar skoden evit ar Frans a dalc'ho da vean dek real ha daou wenneg ; met koulzkoude eu peb Bro e vo roet da intent n'o devo ket gret o dever holl pa o devo roet an dornadig arc'hant-ze, met e vo dleet d'è rei herve o danvez : al loden vrasan eus ar Breurierien a c'hadle rei ugent real ; kalz all a rafe awalc'h arc'hant dek skoden (26 lur) ; ar re o deus peadra a rafe muioc'h c'hoaz.

Evit achui, er vodadeg diwean e zo bet laret c'ranko breman diwar vit ar bla Penn-Rener ar Vreuriez e peb Bro lakât dre skrid, evit bean lènnet da vla er Vodadeg veur en Rom, petra a zo bet gret en e Vro evit astenn ar Vreuriez hag an neus douget ar muian a frouez. Evese ar pez a vo skrivet gant peb Eskopti a zervijo da vla da studian er Vodadeg Veur, evit ma vo gallet ober er bed holl labour talvoudek evit ar misionou.

Ar meurz, an 23 a viz Meurs, holl izili ar vodadeg a zo bet digemeret gant an Tad Santel ar Pab. An O. Kardinal Van Rossum a lennas dirakan eun diverraden eus al labour o devoa gret asambles hag a c'houllas digantan e vennoz evit an dud holl a ra d'ar misionou sikour o fedennou hag o aluzennou.

An tad Santel a laras neuze d'è e levez o welet e vibien deut eus an holl Broiou hag unanet evit klask an tu da greski rouantelez an Iiz, hag a reas d'è e wellan gourc'hemennou evit al labour grët : rag, emean, n'eo ket awalc'h sevel oberou mad, kement-se n'e ket ar pez a zo an diesan, met ober anè evit padout, ha ze a zo kalz diesoc'h : en gwirione evit rei bue hirr d'an oberou mad, eo red labourat, poanian start ha hep ehan, rag tremen hep mont war arok a zo zouzan, evel e tisk d'imp furnez ar Zent koz.

An Tad Santel, arok achui e zigemer kalonek, a roas e vennoz d'ar Breurierien hag a laras eur girig da pep himi anè.

## INDOUSTAN

### AR GANANEANEZED

En Indoustan, an intanvezed o deus eur stad a vue spoutus, Áo O. Rossillon an nevoa komzet d'imp eus se en eur gozadenn gret en hon Bureau. Teurveet an neus an O. n' Eskob digas d'imp dre skrid an diverraden diouti.

Lizer an O. ROSSILLON, eus Misionerien  
Sant Fransez a Sal Annecy, eil-Eskob Vizagapatam.

Bean a zo eun toullad blaveziou, epad, cur veaj a oa oe'h ober en traon an Indes, eur skrivagner brudet, Paul Mimande, a welas eun dra hag a chomas war e spered. En eur arruout en eur bourkig benag, e kavas an dud holl war dread : gant darn e oa mein en o dorn, hag holl e loskent malloziou leiz o genou, 'n eur vont war lerc'h eur vaouez a rede diraké gant eur bugelig bihan etre he divrac'h. Spontet o wélet an dra euzus ze ha leun a drue evit ar paour kez plac'h, ar baleer a savas e vaz da ober d'an dud paouez hag ac'h eas, d'ar red, davit an archerien.

'N eur vont, e kavas eur c'horonel eus e vignoned, dent eno eus Bro-Saoz.

— « O vont pelec'h ec'h oe'h evelse ? » eme ar c'horonel. Ar skrivagner a gontas an doarcou.

— « Ma n'eo nemet se, a laras ar c'horonel, kredet anon, n'et ket da gaout an archerien, rag an archerien n'allont netra war gement-se.

— « N'allont netra ? Perak eta ? Hag-en n'eo ket spontus ober traou evelse.

— Spontus ar pez a gari ! met n'eo ket ze a zo da wélet eno. Ar vamm-ze a tens gwêlet hailhoset gant an dud all a zo eun intanvez bag he dens c'hoantaet tremen dreist lezennou he renk. Skoet er prizon hec'h holl gen-vrois, n'o devo ket, evit-se, muioc'h a galon da vont d'he zikour. Ha neuze ze a zo affer a relijion, hag ar Gouarnament nan eus netra da wélet eno ».

— « Ha petra ac'h a ar paour kez plac'h ze hag he bugel da zont da vean ? »

— « O, netra sklérroc'h : arog nebeud a amzer, e vefont kavet o daou maro gant an naon, ha neuze e vo c'houezet eun tantad-tan da dévi o c'horfou en enor d'an doueou Vishna ha Siva ».

— « Ha lezen ar garante e kenver an nesan, petra a ve gret diouti ? »

« Ma mignon ker, ankouât a res ec'h ont aman én Indes ha nan e Paris ».

Ya ! intanvezed an Indes ! gwasan planked en o hini ! An hini an neus studiet eus a dost ar giston-ze a chom poaniet ; rag ar gont eus an intanvezed en Indes a zo ken bras, peogwir an Indes a ve gret anean « Bro an Intanvezed ». Bro an Intanvezed eo zur, rag, er blavez 1921, ar gont anè a oa 28.420.000. Bean a zo war dro 125 milion a verched en Indes : unan eta war bemp a zo intanvez.

28 milion a intanvezed ! nag a zo ! Eiz gwej muioc'h a

intanvezed a zo en Indes evit a dud a zo en Breiz-Izel ! Na zo ket eun ti elec'h na wéler ket intanvezed. Ar misioner a oar awale'h ze, evit bean gwélet gant e zaoulagad e unan.

Ar gwasan eo noad ar merc'higou paour ze ! E-touez ar merc'het dimezet, 2 vilion hanter o deus nebeutoc'h evit 10 vla ; 134.000 o deus nebeutoc'h evit pemb bia, 14.000 n'o deus ket 12 miz. E-touez an 28 milion intanvez, 335.000 o deus nebeutoc'h evit 15 vla, 112.000 n'o deus ket c'hoaz 10 vla, 17.000 pemb bla hag eur milher 12 miz. Chom a ra an den dilavar dirag ar chifrou, ha koulzkoude na lacont nemet ar wirione.

Perag eta e zo kement a intanvezed er Vro-ze ? Daou dra a zo kiriek da ze :

Da gentan ha dreist-holl, ar c'hiz da zimezi yaouank yaouank. Herve ar c'his-ze, an holl verc'het yaouank a dle bean dimezet arok n-oad a zaouzek vla. Al levriou zakr a westl da gement fall a zo, an tadou a familh na rafent ket o dever war ar poent-se. Pebez giz fall koulzkoude, rag evit ar botred na zo noad ebet, hag evelse e ve gwélet rei merc'het bihan 5, 6, 10 vla da bried da botred 30, 35, 40 vla ! N'eus ket eta da vean zouezet ma zo techou fall ha dizurz e-touez au dud er Vro-ze, nag ive o welet kalz a intanvezed yaouank, rag pa ve arru o den e kreiz ar gozni, e vent int e kreiz o yaouankiz.

D'an eil, ar pez a zo kiriek e zo kement a intanvezed er vro, ec'h eo eur c'hiz all ken diskiant hag an himi kentan : eun intanvez a dle chom intanvez : n'all ket addimezi, n'eus forz pegen yaouank e vo. Er giz-ze, milionou a vugale deut da vean intanvezed, en gwirione

n'eo ket goude bean bevet cun toullad blavejou gant o den, met zoken, alies arok bean arru d'an noad e teu d'ar bugel anaoudegez, a rank, dre c'balloud al lezen diskiant, chom en o stad a intanvez beteg o maro.

Setu aze labour relijon an Indes a zo bet c'hoant da lakat a-us da relijon Hon Salver gant tud fall eus an Urop. Lezennou ha giziou digar ha diskiant, ha n'all ket Gouarnamant Bro-Saoz mont eneb d'ê, a laka bemde da greski ar gont eus an intanvezed, eus ar « paour kez pennou touzet », evel e ve gret dioutê : Sonjet ! 28 milion ! Ha laret penoz ar giziou-ze a zo dalc'het en o zav gant tud gwiek deut eus skoliou bras an Urop !

N'oull ket eta tud an Indes n'em dizober diouz ar giziou-ze, kaer o deus bemde lakat niver an intanvezed hag an emzivaded da vont war greski. Met, mar talc'hont kement d'ar giziou fall ze, dre ma teuont d'ê eus peurz o zud koz, marteze, da vihanan, o deus savet oberou mad da rei skoazel d'ar merc'het a zo waz eus ar giziou-ze ? N'o deus ket : ar baganed, sevel oberou mad ? O, nan ! Ar garante hag an drue e-kenver an nesan n'eman ket o chom en o c'halonou. Sant Pôl, dija d'e amzer, a dammalle o c'hrizder d'ar baganed : n'int ket et war wellât aboe.

Tregont vla ec'h on bet en Indes, en rann-vro an Delougoud, hag er rann-vro ze hag a zo ebarz 20 milion a dud, n'am eus ket gwelet ober an disteran tra — met netra — gant ar Gouarnamant evit zikour an intanvezed hag an emzivaded.

Koulzkoude tud an Indes a zonj gantec'h int tud a galon dener. Ya ! gwir eo, met pebez teneridigez ! Savet a

o deus klandie... Met evit piou ? evit o c'hezeg klavy hag o chas ! ! War vord an henchou, o deus toulet ha greiet feunteuniou ha gret restel... Met evit piou ? evit ar zaout. Setu aze, n'eo ket 'ta, tud hag a c'houve magan true en o c'halon dener, met true evit al loened, epad ma lezfont war vord an hent an intanvez bag an emzivad da vovel gant an naon.

Met laromp ar wirione peun-da-benn : red eo d'in anzav an neus gret tud an Indes eun dra benag evit an intanvezed. Lenner, ma mignon, deut ganin beteg ribl ar ster vrás ar Ganj hag e welfet eno dirag ho taoulagad petra an neus gret furnez ar baganed evit an intanvez.

An heol a zo savet hag e vanno a wisk d'an douar eur mouzc'hoarz a levez. En eur bourc'hig, en Maimpuri, e zo maro, epad an noz, eur bram (beleg ar Vro). E gorf, gwalc'het gant dour-chouez-mad ha paket en eul linsel neve, a zo lakaet war eur c'hravez korz bambou neve-droc'het. Ar seremoniou birr ha diés a zo achi ; raktal pevar douger a grog er c'hravez : en daou du e zo garmerezed hag a losk youc'hadennou ha klemmou 'n eur zachan war o bleo ; an dougerien ac'h a war arok : diraké eman an tan zakr hag an taboulinerien. 'N eur arruout war ribl ar ster, ar c'horf a zo lakaet war danvez eun tantad-tam, berniet eno benn neuze. Evit lakat an tan ebarz, na c'hortozer ken nemet unan, an hini a zo ar muian ezomm anei, an intanvez : met bezomp dinec'h, ne vanko ket.

Hag, en gwirione, a boan e oa et korf he den e-maez eus e di, an intanvez he deus lakaet en he fenn mont ive war lere'h an interamant evit bean dêvet asambles gant he den : daou vil benag a dud ac'h a ganti, ha pac'h arru e kichen ar bern keuneud elec'h eman deja korf ar bram, e ra ter gwej an dro d'ar bern, ha neuze e krap warnan

hag 'n em laka eno 'n he zav er plas gret cyti e-kichen he den. Neuze e ve roet d'ei eur podad amann fontet, hag e skuilh an amann-ze en dro d'ei war ar c'heuneud. An dud a ginnig d'ei fruez : hi a gemer anê, a vinnig ane hag a sko anê d'an dud, hag ar re-man a ve bec'h etrede da c'hoût piou a dapo eus ar fruez-ze.

Met arru eo an eur diwean.

— « Tan ! tan ! » a c'houll ar paour kez intanvez.

— « Pa ve ar wreg eur plac'h evel 'zo dleet, an tan a grog er c'heuneud dreizan e-unan », a répond d'ei an dud.

Neuze, evel e kreiz eun araden, e kemer etre he divrec'h penn an den maro, a bok d'ean, a lar d'ean en e skouarn giriou a garante', hag, epad an araden, an tan a grog e pevar c'horn an tantad, ha prestik goude ar flamm kentan a zeu da lipât anei... Gwélet a ve, a-dreuz d'ar flamm ru hag a-dreuz d'ar moged, ar plac'h oo'h ober he jestrhou diwean, ha, tamm ha tamm, bep ma tèv ar c'hoat, o tisken, e kreiz poaniou euzus, bete fons an tantad. Neuze an dud a strak an daouarn evit he meulodi, rag an intanvez he devoa bet kalon da « evan an tan », evel e laront.

Ar polis, pa arruas war ar plas, na gavas ken nemet ludu tomm : kement-man a dremene ar 17 even 1943.

Laret a refet d'in ec'h eo difennet dévi an intanvezed gant Gouarnamant Bro-Saoz aboe ar blavez 1829. Gwir eo. Met en Orient, ha dreist-holl en Indes ar c'his eo gwad ha bue ar bobl. Ha giziou a seurt-se na dremenont nemet pa varv ar bobl e-unan. Breman, da vihanan, e c'hoarve traou evelse dirag ar bobl nebeud a wej, rag ar re a c'houezfe an tan a vefe kondaonet evel torfetourien, met nag a varo spontus evelse, e kuz, ebarz an tie ! Pegen

ales na ve ket lennet er c'haezennou keloiou evel heman : « Eur sati c'hoaz » ; ac'hanta, dre ar gir « sati » ze, ec'h intenter eum intanvez devet en beo : « en kambr he den, goude nevoa rentet heman e huenaden diwean, eun intanvez yaouank a zo maro dèvet en beo. Goude bean tremper he dilhad er petrol, he deus lakaet an tan ennè ». Setu aze en peder linen kontet ar maro spontus.

\* \*

Petra eta a laka ar merc'hed-se, krouadurien ken goan ha ken abov, da ober ha da c'houzant traou ken spontus.

Da gentan ar relijion eno o doug da ze : levriou zakr-an Indes a c'hourc'henn dêvi an intanvezed : « Intanvezed, et, gwisket ganac'h ho tilhad kaeran, et trézek an tantad-tan gant eur galon laouen ha hep gouelan. An intanvez a ve dèvet gant korf he den a vo henvel ouz Arundati, an doueez, hag ac'h ei d'ar Baradoz. Ma na defe ket aon da vont d'ar bed all asambles gant he den dre dor ar maro, e vevo er Baradoz 35 milion blavez ». Setu aze ar giriou a lenner el levriou zakr hag o deus kaset d'an tan, epad 3.000 vla, milionou a intanvezed en Indes. N'ouzon ket hag-en gwejall e zo bet kalz a boan o lakât ar c'hiz-ze da gregi, met, evit ar pez a zo zur, ar c'hiz a zo et ken doun e spered tud ar vro, ken e wélont ebarz, en de hirie, evel eun testeni eus o furnez naturel. Setu aze merc'bed da vihanan, eme, hag a zo fidet d'o fried, hag e zo lorc'h ennè o sonjal ze. Pa diskaras Bro-Saoz ar c'hiz-ze, e savjont holl o mouez eneb da lezen neve ar Saozon, hag ar zouezusan, en ze, a oa gwêlet an intanvezed o unan o vont eneb d'ar Saozon !!

Rag, é-tuont d'ar relijion, eun dra all c'hoaz a zache



An Tad Fourneauve, misioner ar Muonged

intanvezed trezek ar maro : ar c'hoant da achui gant ar vife-man.

Perak ? e larfet marteze, ar c'hoant d'en em lac'h-an e kalon merc'hed a 10, 15, 25 vla? Merc'hed hon Bro aman na glaskont ket redek d'ar maro ; perak eta e pign merc'hed an Indes ken joans war an tantad-tan da verval e kreiz ar poaniou euzusan ? Evit komprenn ze, eo red gouzout e pesort stad e tlefe bevan an intanvezed n'oull-fent ket bean dêvet gant o den : o bue na vefe, ma chomfent war an douar, nemet eur merzerenti penn-dabenn.

An intanvez nan oull ket mervel gant he den e kreiz an tan na ve ket pell hep gwêlet digor diraki hent ar groaz.

D'an-devez merket gant beleg ar vilajen, e ve gret eur seremoni hag a ro d'ai da c'houjt ee'h eo achiu amzer hec'h evurusted. Dirak pennou-bras ar bourk, e ve troc'het d'ai he bleo gant eur zizailh ha goude e ve tremenet war he fenn eun noten da rac'h-an anean, ha, d'ar fin, e ve diwisket d'ai he dilhad kaer ha gwisket d'ai dilhad kany.

Neuze unan eus ar pennou bras a lavar d'ai penoz e tle breman ren he bue : « an intanvez, emean, ha n'he deus ket prizet pignal war an tantad-tan gant he den, a dle ren eur vue a binijen beteg he maro. Evit bevans, n'he devo nemet trouez ha boed dic'bout. Er gear e tle chom kuzet, hep mont ken mesk an dud : gouel ebet ken eviti na plijadur ebet gant he c'henvrois, rag elec'h ee'h afe, e kouezfe malloz Doue. Peogwir n'he deus ket goullet « evan an tan », ac'hanta d'ai da evan breman he daerou 'n eur sonjal ebarz he den, he skoazel hag he doue he deus kollet. »

Paour kez intanvez ! Da vihanan digociont a ra d'ai

kaout eus tu pe du eun tammig frealzidigez ? Tamm ebet... Gouzany poan-gorf ha poan-galon ha gouelan setu petra an neus kavet ar baganed da wellât he stad. Hag an intanvezig yaouank a c'houzany poan-gorf ha poan-galon hag a skuilh daerou. Pet gwej n'am eus ket klévet be c'blemmou ! Gallout a ra gouelan, e gwirione, rak koneet è ken izel bag e c'hall bean : kollet e deus war an dro an holl draou : ranket he deus laret kenavo d'an traou brao 'n em c'hereie ganté, ar chadennou aour, ar gwaligner-biz, ar gwaligner brec'h, hag a re kement a blijadur d'he c'hamaradezed, an dilhad kaer ru ha glaz, ar bleo do hirr piked ennê spilhou pennou melen evel bleun aour, joiaou ar vignoniac'h hag an evurusted e kreiz ar familh. 'N eur verval, he den an neus kaset gantan kement tra a zell ouz hec'h evurusted, ha breman e chom hec'h unan-penn er bed, peogwir n'he deus ket goulet mont gant he den d'ar bed all dre he maro e kreiz eun tantad-tan ; den ebet war an douar noull ken zellet outi. Tud an ti elec'h e ve o chom, hag a zo eus he c'herent tostan o deus kasoni diouti hag a diskoe d'ai alies ebarz an de o zantimant. Unan anê a gont d'imp war ar c'haezennou moull et du-hont er Vro pegen trubuilbus eo he bue : « Ma unan.emei, en eur c'horn eus an ti, e klévan trouz ha kroz, memes pa na laran netra : awalc'h eo d'am zud gwêlet anon, evit lezel da ziskoilhan eus o c'halon an drouk o deus eneb d'in. — « Krouadur miliget, a lavar d'in ma mamm, ha laret em eus roet d'it ar vue ha savet anout ! » — « Aer bulummus, te a teus lac'het ma mab », a sko ma mamm-gaer ganin 'n eur dremen. — « Da berak n'eo ket et gant he den d'ar bed all », eme ma c'hoar. — Ha mignoned ma zud a zeu da laret d'ê : « Peogwir he deus disrammet unvaniez ha distrujet evurusted ar familh, ra vezoo miliget ha lezet da skuilh daerou beteg fin he bue, »

At Saozon o deus difennet ar sati, met nag int nag Ele an O. Doue n'ouye petra a dremen drek mogerion hon zie. »

Alies an intanvez a gav re bouner zamm he foaniou, hag e koue e kreiz an disesper; neuze, eun devez benag, e ve kavet ampoezonet, pe c'hoaz ec'h a d'en em skei en puns ar bourk, pe, aliesoc'h c'hoaz, c'hoant ganti da danva ar plijadurion difennet, ec'h a kuit gant an den kentan a bromet d'ai evurusted.

Breman e komprener gwelloc'h gant pegement a hast hag a joa an intanvezed gwejall a lamme e kreiz a tan e kichen korf maro o den : evelise da vihanan n'o dije da c'houzany poan nemet epad eun curvez, keit ma vijent « oc'h evan an tan ».

Ha piou a zo deut da zikour d'ar paour kez merc'hedze ? Piou ? an hini a ve kavet bepred e peb lec'h a ve eur vad benag d'ober ebarz, da laret eo, an Iliz Santel Katolik. An Iliz he deus klévet he fried o laret war ar mene : « Evurus ar re o defê true ouz o nezan e kreiz ar boan » ; hag he deus kemeret an intanvezed yaouankze etre he divrec'h madelezus, hag he deus roet d'ê da c'houït e oant karet gant unan benag war an douar, gant Doue ive er bed all, hag ar merc'hed paour, ha n'o devoa anaveet nemet an anken hag an dismegans aboe m'o devoa kollet o den, o deus adkavet etre divrec'h an Iliz ar peu'h hag al levezen en o c'halonou hag ar mouze'hoarz war o muzellou.

O ! m'am mijemp tie da zigémer an intanvezed o dije c'hoant da zont davedomp ! M'am mijemp arc'hant da zevel tie ! Nan on ket evit harz da zonjal, pa wêlan anê, er Gananeanez a gomz anei an Aviel : deut e oa da

c'houlen digant Hon Salver iec'hed he bugel. Jezus a laras d'ei e oa dent hen evit silvidigez an dud a oa eus familh vras ar Judevien, ha hi na oa ket eus ar familh. Hag ar Gananeanez, o c'hoult pebez tenzor a vadelez a oa en kalou Jezus, a laras d'ean : « Gwir eo, Mestr, n'on ket eus ar familh. Met ar chas bihan ive a ve gwêlet ebarz an tie na vent ket eus ar familh ha n'o deus tamm droet ebet da zibri eus bara ar vugale ; n'o deus ezomm nemet da vean lezet da zibri an tammou boed a goue dindan an dol ». Hon Salver, stonket o welet kement a garante hag a izelder a galon er plac'h ze a iac'haas he merc'h d'ei raktal.

Ac'hanta intanvezed an Indes a zo evel ar Gananeanez : n'o deus ken, koulz laret, lod ebarz ar familh. Ra blijo da Jezus chilaou ar beden-man gret gant unan ané : « C'houi, kristenien, a zo evurus, ho Toue a gar anoc'h... O ! peogwir an neuz anaveet war an douar ar boan-gorf, ar boan-spered hag ar boan-galon, laret d'ean kemper true ouzimp ».

Pedomp eta evit ma kasos Doue misionerien da costan er Vro-ze.



## INDO-CHIN

### An urziou a leaned hag a leanezed

Lizerou ar visionerieu a gont d'imp' alies al labour a ra er Misionou al leanezed nan int ket klôstret. Na gomzont ket meur a wej eus al leanezed klôstret, Koulzkoode hon Tad Santel ar Pab an neus neve-gomzet eus urziou al leanezed klôstret hag e welfe gant joa manatiou a seurt-za o sevel war douar ar misionou da zigemer enne, evit bean leanezed klôstret, merc'hed eus ar Vro. Eur C'harmel a zo neve savet e Cholet (Departament Maine-et-Loire), hag a ve gret anean Karmel ar misionou, evit digemer hepken merc'hed yaouank eus hon Bro hag o dije c'hoant, goude bean gret o leou, da vont da sevel, herve reolen Santez Thereza, manatiou all er penn pellau eus an Orient (Chin, Indo-Chin, Japon, etc...) da zigemer ar merc'hed yaouank eus ar Vro elec'h e voingt savet an nevo c'hoant da vean Karmelitezed.

Lizer an O. PONGET, eus Kevredigez misionerien estren  
Paris, misioner en Eskopti Phat-Diem.

En e Lizer-Kelc'h *Rerum Ecclesiae*, an Tad Santel Pi XI an neus pedet Superiored ar misionou da ziazei en o misionou Breuriezou leaned ha leanezed evit prezeg an Aviel ha hadan dre ar Vro frouez an Oberou mad. Met ive laret an neus d'ê pegen doun e touge en e galon e garante evit urziou al leaned hag al leanezed klôstret, ha pegen fonnus e kresko er misionou rouantelez an O. Doue, pa vo diazeet ennâ an urziou ze.

Misionou an Indo-Chin n'o deus ket gortozet Lizer ar Pab evit rei da dud ar Vro ar galloud, mar o deus c'hoant da vean lean pe leanez klôstret, da gas da-benn o menoz.

Ieskibien an Indo-Chin o deus bet klasket meur a wej takât urziou leaned klôstret pe droet hepken war ar bedi bag an ober pinijen da zont da sevel manatiou en o misionou. Pell o deus gortozet : da vihanan, breman, aboe eun dek via benag, gras d'an Tad Denis, eus mision Hue hag d'e genvreur, an Tad Mendiboure, e zo Trappisted en Indo-Chin, ha n'eo ket leaned eus ar Vro a vank d'ar manati savet gante.

Al leanezed a zo deut ive ha muioc'h niverus da zevel kouenchou eus o urz en Indo-Chin. Meur a dra gaer a vije da laret war diaze ar c'houenchou kentan-ze : met red eo d'imp tevel, dre fôt a blas. Koulzkoude e larin eur gir diwar ar C'harmel.

Eun devez, an O. Lefebvre, Eskob Indo-Chin, er bla 1845 pe 1846, a oa er prizon o c'hortoz bean dibennet ha troc'het a dammou evit e Fe, pa deuas Santez Thereza d'en em ziskoe d'ean, ha da laret d'ean e vije roet d'ean e liberte : Doue a lakae an traou da arruout evelse, evit ma sayje an Eskob, eur wej dichadennet, eur manati evit urz ar C'harmel en Annam, ha ma klaskje leanezed da zont ebarz. Kalz a c'hloar, emei, a zeuio da Zoue eus ar manati-ze.

Na oa ket eun dra èzet digas leanezed d'an Indo-Chin, d'an amzer-ze hag e oa an dud fall eno o klask

diwadan ha lac'han an Iliz. Koulzkoude e nespêd d'ar herzekusion, ar Garmelitezed kentan a arruas en Annam er blavez 1861.

Deus pelec'h e oant deut ? eus *Lisieux* ; ya ! kouent Lisieux, bag a zo breman ken brudet dre ar bed holl, an neus bet an enor da gas trezek an Orient al leanezed klôstret kentan. Setu aman penoz e c'hoarveas kement-se. An O. Lefebvre a oa kar da unan eus leanezed Lisieux, Sœur Philomena a Galon-Sakr. Strafulhet gant an Apparition an nevoa gwêlet pa oa er prizon, e skrivas d'al leanez-ze hag a c'houllas diganti hag-en e teufe awalc'h Karmelitezed eus Lisieux da zevel eur gouent, eur C'harmel, en Annam. Kouent Lisieux a respontas ya raktal. Met re e oa gwasket Iliz an Annam d'ar mare-ze gant hec'h enébourrien.

Er bla 1859 ar Frans a gemeras troad war Saïgon : an O. Lefebvre a zonjas e oa deut an amzer da adober e c'houlen. E lizer a arruas e Lisieux an de diarôk gouel Sant Joseph. Ar priolez, Mamm Geneviève, a gomzas dioutan hag a lennas anean an de war lerc'h ar gouel, an 20 a viz Meurs. Kalon an holl leanezed a dridas gant ar joa : « An de se a zo bet kaeran de eus ma hue », a skrivas divezatoc'h Sœur Philomena a Galon-Sakr.

Peder leanez a oa dibabet da vont da zevel ar gouent neve : unan dioutê a oa kindervez an O. Lefebvre hag a dleeb bean priolez ar C'harmel neve savet. An de kentan a viz gouere, ar peder leanezed a guitaë o c'hoent Lizioù da vont da gemer al lestr da Doulon : an 9 eus ar memes miz, eul lestr dre-dan a gasas anê beteg Alexandre, porz-mor eus an Egypt, hag ac'hane eun trein a dougas ane beteg Suez ; eno eul lestr dre dan, ar « Japon », a gemeras anê ar 6 a viz Eost eus ar beure hag a gasas anê da Saïgon elec'h e touarjont an 8 a viz Here.

N'eo ket trubuilh, anken ha paourente a vankas d'ê 'n eur arruont : evel kouent, e oa roet d'ê an hanter eus eun ti, eur paour a di; an hanter all a oa ebarz leanezed Sant Vinsant a Bol. Gant linseliou gouele e rejont an dispartiou a oa red evit kaout ar zalion a oa ezomm : eur chapel, eur c'heur evit, eur refectouer, eur parlouer, eur zal da labourât ha peder gambr.

Met kroajou all a deuas d'ê c'hoaz e-tuont : dent e oant da Saïgon evit digemer ha stumman hervé o reolen merc'hed yaouank ar Vro a c'houlfé mont da leanez, met na ouient gir ebet eus o yez ken dies da ziski ; levr ebet ive n'o devoa, skrivet en yez ar Vro, na mestr-kelennner ebet, rag ar visionerien a oa re nebeud anê evit kaout amzer da rei d'e kenteliou Anamit. Ouspenn epad c'hwec'h miz, n'allent ket 'n em rei da gompreñ nemet dre zin, ha c'hoaz alies na vijent ket komprenet.

E-tuont o devoa ive d'ober 'n em gustumi eus ar Vro : ha dindan tri miz diou eus ar peder leanez a c'houllas distrei d'ar Frans, unan anê diskourajet, bag eben klanv.

Koulzkoude an diou all a chomas hag a drec'has war gement tra a enebe diouté. Er Miz Even 1862, Karmel Saïgon a oa ennan pemp danvez-leanez eus Bro Annam ; ar 4 a viz Here 1864, an hini gentan eus merc'hed an Annam a deuas da vean Karmelitez a re e leon dirag Doue. Er blavez 1884, e oa, er gouent, diou leanez eus Frans, naontek leanez Anamit ha c'hwec'h danvez-leanez. Unek vla goude, e sayjont eur gouent all en Hanoï.

Aboe, e zo bet savet ter all c'hoaz, unan en Hue, elec'h ma nevoa gwélet an O. Lefebvr Santez Thereza en e brizon, unan all en Pnom-penh, er blavez 1919, hag an dervet, er blavez 1923, en Buichu.

Pemp konent evit eur Vro hag a zo enni 12 kant mil

kristen hag unek kant beleg Anamit. Hag-en e zo trawalc'h evelse ? Na gredan ket, dreist holl breman goude Lizer-Kelc'h Hon Tad Santel ar Pab.

Mision Phat-Diem he deus c'hoant, pell a zo, da zigermer leanezed da zevel eur C'harmel : ar C'harmel a vo zavet a vo lakaet dindan skoazel gwerc'hez Lisieux, Santez Theresa ar Mabig Jezus. Hi, ive, pa oa leanez, he devoat bet c'hoant da vont d'an Tonkin, « bro ar verzerien, emei, d'achui he bue.

Ra blijo d'ei binnigan eus ar Baradoz, hon bolonte vad.

## CHIN

### AR GWAD NEVE

Er c'horn bro eus al Liouk-foung roet d'ean evit e lod-labour, an O. Rivière a gont 2164 kristen ; met kalz eus ar gristenien-zenan int ket devot kaer, dre ma n'allont ket gwêlet alies awalc'h epad ar bla ar visionerien. Ha neuze, ar brezel ebarz ar Vro hag ar bolchevism na zikouront ket ané da gaout eun devosien muioc'h birvidik. Eur beden a c'houllomp digant Breurierien ar Fe evit ma lakao gras an O. Doue gwad neve a sevel en o chalonou ha da redek en o gwaziou.

**Kozeaden etre an O. RIVIÈRE, eus Kevredigez Misionerienn estren Paris, misioner en Eskopti Swatow, hag eun den all dizanve.**

« — Perak, O. Rivière, n'hoc'h eus ket aon n em skuizfec'h evit netra hag e vele dispennet ho labour gant tud all ?

Dirag ar gir-ze hag a oa warnan blaz an diskouraj, e chomis dilavar, evel p'am mijet bet eun tol dòrn war boull ma c'halon. O wélet ma aer zebez, e zisplegas birroc'h e zonj.

« — Laret a ran, emean ; al labour a ret aze war dro ar vugale, hag-en na ve ket dispennet er gear gant ar familho ?

« — Marteze, e gwirione, e ve dispennet eun tamm benag anean, met nan pennn-da-benn.

« — Bepred e ve kollet eun tamm benag, ha kalz marteze.

« — Ma Doue, an traou aman n'allont ket bean ac'hen-dall. Aman na zo ket c'hoaz 70 vla ec'h eo bet gret ar vadeiant gentan, hag hon vilajen, « ar Min Gwenn », a zo e kreiz bourkou chomet pagan a-bez. Ma na rafen nemet klemm pe laret petra a fell ober, hep ober netra, e vefen bet trec'het pell a zo.

« — Na laran ket, met pelec'h eman ar frouez an neus douget o labour ?

« — Ar frouez ! krog on da wélet ha da danva ané. Chilaouet kentoc'h !

Pevar bla goude e oan arru aman, er blavez 1921, e oan deut da rei d'ar vugale er c'hatékiz bilhejou a « boent mad ». Ar bilhejou a oa neve hag hinienou a oa stag ouz ar re all. Ac'hanta, alies a wej, bugale, potred ha merc'hed, a zo deut, goude ar c'hatékiz d'am c'hât : « Tad, eme, unan re a teus roet d'in. » Hag e vije rentet d'in. Bet a zo bet kavet ive war an hent bilhejou poen-chou mad. Sur mad an hini a gave ané an nije tentasion da virout ané, ha koulzkoude e tece da zigas ané d'in.

« — Ya ! met na deuent ket holl, zur mad !

« — N'eus fors. Ha na vije rentet d'in nemet unan, e vije ze kaer. Sellet ! memes vit ar zun, eur bagad merc'hed bihan a deue d'ar red, da gaout anon : « Ar c'hatékizer a zo n em dromplet, Tad. Roet an neus d'imp, evit ar c'heneliou, poenchou mad a 10, hag e teuomp da renti ar re n'int ket dleet... Ma padfe pell ar c'hiz-ze, neuze Merzer bras ar Chinoaed... »

« — Ah ! ya ! ar seizvet gourc'henn.

« — An nevo amzer dousoc'h.

« — Gwelomp ar bugel en e familh, pell diouz ma daoulagad, elec'h n'o deus ken aon da gaout diouzin. Bean a zo eun toullad blavejou, eur plac'h vihan a oa war al leur, e kichen an ti, hag he mamm a laras d'ei ; « kes d'an ti da ziwall an tan, keit ma vin me o vont d'al liorz ». Hag ar plac'h vihan, evel eur Chinoaez vad e oa, a respontas d'he mamm : « Perak, emei, hag-en ec'h on merc'h-kaer d'it ? » Ar verc'h-kaer a labour, ar verc'h na ra netra. Deut e oan da c'hoüt ar respont ze, ba pa arruis da zisplegan ar bevaret gourc'hemenn, diwar an doujans a dle ar vugale diskoe d'o zud, e laris meur a dra, meur a istor vihan hag a dremene ebarz ar familhou.

« — Ha breman ?

« — Breman e tiwall an tan, a walch'h he dilhad hag a doug dour ebarz daou gelorn bras.

« — Hag ar vugale all ?

« — Al loden vrás ané a ra evelti. D'an abarde, pa drenzan ar vilajen, e welan breman kalz stankoc'h evit gwejall, ar merc'bed o sikour eus labouriou wař dro an ti...

« Hag ar vuhe gristen ? Pehini eo he doare ? Eun devez e c'houllis digant eur bugel 14 vla : « N em breparet out evit ar gouel a zo arru ? »

« — Ya ; epad ar goureo, em eus sellet ouz an hosti zakr hag am eus komzet gant Jezus.

« — Hag e teus laret petra d'eau ?

« — Goulet am eus digantan ma rafemp ar gouel duman, deus ar gwellan.



TONKIN-AR-MOR. — Illiz-veur Phat-Diem.

« He feden a zo bet chilaouet : he breur a zo bet o kofesât.

« Lakaet, hep oa dleet, da skuban ar chapel, ar plac'h ze a laras d'in : « diou wej na ter gwej re, emei, evel ma karlet, Tad, peogwir ec'h eo evit an O. Doue.

« — Ya, unan a ve kavet évese, met nan diou !

« — Hum ! sonj am eus eus eur plac'big all, 10 pe 11 vla, warlene gant ar C'hoareiz e c'houllis diganti bag-en he devoa gret eur binjen vihan benag evit he C'hoareiz.

« — Kemeret am eus, emei, kalz a batates, ha nebeud nebeud a riz ». An hini ar banve pred ar Chinoaed a gav e zo kalz a verit oc'h ober kement all, evel en hon Bro, koulz laret, o tibri bara sec'h hepken d'ar pred.

« Hag ar pevar grennard-ze ive ha na debrent ket leiz o c'hovou, dre ma oar er C'hoareiz. Hag eur potrig all hag a digase gantan d'ar chapel e vreur bihan 5 vla da ziski d'ean ober zin ar groaz. Hag ar vugale all ze a gavan war ma hent o tiski katekiz d'ar re vihanan. Evese e zo bet digoet d'in kavout eur bugel seiz vla disket awalc'h d'ober e gomunion gentan.

« — Ha piou an nevoa disket d'ean e gatekis ?

« — E vreur, tri bla kosoc'h evitan.

« — Ya, keit ma héuikhont ar c'hatekiz, e chomont mad awalc'h, met goude...

« — Kalz a chom mad. Ar botred yaouank e-touez ar Chinoaed a dispign an arc'hant a c'honeont ha na reont gwenneg ebed d'o zud, a dle bevan anê. Er c'hatekiz, em oa laret na oa ket mad se. Ac'hanta warlene, ma mevel, hag an nevoa achu e amzer gatekiz aboe ar bla 'rok, a gayas da brenan dilhad neve marc'had mad. Goulen a

reas digauin rei d'ean arc'hant diwar e c'hopr evit paean an dilhad. Dustu, 'n eur arruout er gear, ec'h eas war eün da laret d'e dad petra an nevoa gret gant e are'hant.

« — E gwirione, ze a ve gwelet nebeud a wej e-touez ar Chinoaed yaouank.

« — Gwelet a ret, ar vuc gristen he deus gwad fresk ha mad aman. Tamm ha tamm, ar re gosan o unan a dosta ouzimp, ha pa c'halfomp kaout eur skol evit ar vugale, kozeadennou evit an dud vrás gant skeudennou eul « lantern majik », neuze e kredan ec'h ei an traou sonnusoc'h war arôk.

« — Ac'hanta, perak na ret ket se ?

« — Siouaz ! arc'hant e vank d'in.

## ABYSINI

### DIMEZI AN "HEOL-AOUR"

Vit ar bla, e vo gret en Rom gouet Beatiifikasion Abba Ghebe-Michael, merzer eus an Abysini. Digaset a vo neuze da sonj pegen poanius eo bet sevel misionou er Vro-ze. Da c'hortoz, hon lennerien a lenno gant piljadur an istor-man, ken brao troet.

Lizer an O. Joseph BAETEMAN, misioner Lazarist  
en Abysini.

« Heol-Aour » a zo eur plac'hig 12 vla. Hec'h eured ac'h an da gontan a dremen en Choa, e kreiz familih vrás, gentoc'h e kreiz Breuriez an Abbitchoued.

Pedet e oan gant rener ar Vreuriez da vont d'an eured ; tra heg ! met eur misioner a die gouzout ober n'eus forz petra !

\* \*

Prepari an eured, aman evel dre holl, n'eo ket labour vihan ; red eo sonjal enni ouspenn eur miz arôk. Ar pez a gont da gentan eo ar pred ! ar peurest ?... A zo nebeud a dra. Ar plac'hig n'he deus biskoaz gwelet an bini a zo roet d'ai evel pried, hag goude !... Ar c'herent o deus gret an tîl, hag an bini vihan n'all ket memes la-

ret nan. Ha ma na ve ket evurus? ac'hanta neuze e tilezo  
he den hag ec'h ei daved eun all !!

Epad eur miz, ec'h a tud e kement vilajen a zo war  
dro da glask toukennou da lakât bie. Ar blavez a zo bet  
deus ar gwellan evit madou an douar, hag e zo kalz a  
eurejou war dro hag ec'h eo red bean gant-se evit kaout  
toukennou, rag skrap a zo warnê. Koulzkoude Penn-rener  
ar Vreuriez a dastumas 60 touken. Nan eus ket re anê,  
dreist-holl pa zonjer penoz eun den e-unan a c'ball, d'e  
zevez, karzan eun douken a 60 litr. Ha setu ar merc'hed,  
ar sklaved, mignonezed an ti da valan heiz evit ober bie.

Ar bie a zo gret : en eul loj, savet hepken evit se, e ve  
lakaet an 60 touken renket en urz, gwalc'het ha stoufet  
gant beuzel... Emaint eno da c'hortoz an de bras ! pevar  
gole bras ha lart a zo arru ive, trist o lagad, evit pa  
ouijent petra a ver o vont d'ober d'ê. 600 gatoen heiz a  
zo bet gret aboe an de diariôk. Setu aze evit ar pred.

Met eus ar peurest a zo bet ive sonj : kalz a dud a zo  
bet pedet : meur a dra a zo bet prenet en kear hag a zo  
eno paket en krec'hen gavr da c'hortoz an eur da vean  
dispaket ha diskoeet. Diou lojen neve a zo savet hag an  
douar a zo goloet a ieot sec'h.

\* \* \*

Arru eo an de bras. Gant eun toullad bugale, ec'h an  
d'an eured, ha ganin ma frezanchou da rei d'ar Rener ha  
d'ar wreg yaouank. Ar c'hiz da rei prezanchou a zo koz,  
zur mad, ha den ebet na gredfe dont d'an eured hep eun  
draik benag da rei d'ar priejou yaouank : darn a deu  
ganté bara, bie, beuzel, koat ; darn all, pinvikoc'h, a ro  
eun danvad, eur c'havr, eur c'hole ; hiniennou, nebeud  
kaer, a ro arc'hant.

Met red eo d'an holl gouzout pesort prezanchou a zo  
bet kinniget d'ar wreg yaouank : e kichen dor an ti,  
e zo eun den hag a verk war ar paper an holl done-  
zonou ; goude ar gouel, e vo lennet dirag an holl ar  
paper-ze.

Pach arruer e-kichen ar vilajen vihan gret gant 6 lojen  
ar Rener, e klever an taboulin o son. Goude bean gret  
c'hoaz eun toullad kammajou, e wêler breman ugent pe  
dregor plae'h yaouank bodet dirag an ti : kanan a reont  
kanaouennou holl war ar memes ton : aboe ar beure e  
kanont evelse ha na dleont paouez nemet d'an noz. Tremen  
a ran buhan en o c'hichen hag ec'h an ebarz an ti. Dustu  
ec'h on kaset d'ar zal gret evit digemer an dud. Mont a  
ran em c'hoaze war eur c'hoc'h'en buoc'h, ha dustu e  
tigaser d'in eur werennad vie. Ar bie aman n'eo ket  
henvel ouz an hini a ve gret er Frans. Evan a ran eur  
gougad ; ar peurest a chom ebarz ar weren, rag ar bou-  
touilherien na dleont lezel gweren ebet gouloù !

Goude bean laret eur gir benag a dereadigez d'an  
dud a oa eno, ha dreist-holl d'ar pennou-bras, ec'h an ma  
unan a goste, evit gwélet gwelloc'h ar pez a dremeno :  
prez a zo war dro : na wêler nemet tud, kalz a labour  
d'ê, o tont hag o vont, 'n eur huchal an eil war egile,  
'n eur c'hervel an eil egile, 'n eur skei an eil gant egile,  
o klask tud all hep o c'havout... Diou delten a zo zavet,  
unan evit beleien ar Vro (ugent benag, ba n'o devo d'ober  
nemet dibri, evan ha kanan), hag 'eben evit dastum ar  
c'houignou bara heiz a digaser eno. Pelloc'h eman ar  
c'big en pign, ar gwad o tiveran dioutan : evelse e vo  
debret.

Met klevet a rer laret ec'h eo arru danvez an oac'h  
yaouank. Hanter kant marc'heg a zo gantan, hag a zo, e  
gwirione, potred taped brao en o c'horfo hag en o izili.

Lezel a ran ganté plas er zal hag ec'h an da ginnig ma frezanchou d'ar wreg yaouank.

Homan a zo kuzet en eul lojen ha ganti merc'hed da rei d'ei kuzul ha da zikour anei da 'n em ticha. An nor a zo prennet warnè. Eur mignon d'an oac'h yaouank a zigas d'ar plac'h yaouank he dilhad-eured kinniget d'ei gant danvez he den : dispakan a ra ané dirag an holl : bean 'zo eun inviz bordet gant sei, eur bragou evit mont war warc'h, eur vantel danvez kaer, eur re léro, eun tok, eun disheolier, eur gouriz mouselin ha stag en daou benn anei eur groaz arc'hant hag eur c'hele'h aour, hag eur pezig mouselin da lakat war he zal.

Hini ha hini, goude ma vent diskocet, an traou ze holl a ve lakaet ebarz eur c'hoc'henn gavr. Ar c'hoc'henn a ve neuze dastumet evel eur sac'h en dro d'ê hag a ve skoulmet warnè. Goude eur pennadik, mignon an oac'h yaouank a zeu adarre, ha gantan skoulmet en eur c'horn eus e vantel 60 thaler (eun hanter kant skoed benag). An arc'hantze eo priz « Heol-Aour ». Ar plac'hig a gav ar somm-ze awalc'h eviti : eur wreg eus ar gwrage a zo ganti a gemer an arc'hant evit na vo ket kollet.

Neuze ec'h an e-maez hag e welan dirag ma daonlagad eur seremoni all. Ar c'herent a zo aze : hini ané na vank : an oac'h yaouank a zeu d'o c'hât, a bok d'o zreid, a ro da bep hini eur roched pe eun inviz hag eur vantel, hag ive eur c'hele'h arc'hant a lakafont en o c'herc'henn.

\* \* \*

Ha breman ouz tôl. Gwèlet a ve tòliou dre holl, gret gant korz bambou, henvel awalc'h ouz panerou leden roet treid d'ê : en dro d'eun dol, ec'h all mont daouzek a dud : pemp servij a vo gret hag evelse e c'hallo 300 benag a dud

dibri 'n eur ober eun eur. Ar servij kentan à digor gant chaos pebet da vat : eun asaz kéginer a droc'h soubennennou bara heiz, a vér ané ebarz ar chaos hag a laka ané neuze dirag an dud war an dôl.

Pa ve debret ar meus kentan ze, ec'h arru an dougerien kig, war o diouskoua eur c'harter-kole. Ober a reont an dro d'an dôl, ha peb hini a troc'h e dam kig, evel ma plij d'ean. Benn ma vo noz anei, e vo debret ar pevar gole.

Evit lakat ar boed da zisken, e ve servijet bie : peb hini ouz tôl a ve servijet d'ean bie ter gwej ; n'eus forz petra, beteg e ve kleuz, a zo mad da lakat an evaj-zé : gwer (nebeud), kerniou-bual, boutailhou gougou leden, boutailhou torret, goustou konzerv, etc...

Evit achui, e ve roet da bep hini eur bannac'h gwindardant, hag a laka o lagad da lugernî.

Epad ar pred, gir ebet : « al loue, eme eur c'hrenn-lavar eus ar Vro, a dav keit ma ve o tenan ».

Goude ma ve savet diouz tol ar bempet rumm, e ve servijet ar bevien : netra na vank d'ê jve.

Diou eur. Ar Rener a grog em dorn hag a gas anon da di ar merc'hed. Mignon an oac'h yaouank ac'h arru, a glask e kement korn a zo ar wreg yaouank. Met homan eo ken teou ar wel a guz ouz an holl he dremm, ken eo dies he c'havout. Eur wej anaveet, ec'h a war gein mignon he den a doug anei beteg cul lojen elec'h eman he den o c'hortoz anei da rei d'ei e lein : met an hini vihan n'he deus ket naon, ba dindan pemp munuten he deus karget he c'ho. Neuze e teu adarre, war gein ar memes douger, d'he flas kentan. Tostat a ra an eur da vont da Vro he den.

Ar c'hezeg hag ar muled a zo prest : ar veleien a gan,

da c'hortoz youc'hal breman souden ; ar merc'hed yaouank a gan ive. Keit-se, eur wrac'h koz a zeu eus touez an dud, eun dra benag ganti dindan he mantel : eman gantse evit n'allo den ebet gwélet petra a goach evelse. Pac'h arru e kichen ar wreg yaouank, e tispak e mantel : eun asas iod maïs a zo ganti ebarz eur skudel, hag e kreiz ar iod-ze e zo amann.

Mamm ar wreg yaouank a dosta ouz e merc'h, a ro d'ei da zibri eul loaiad pe diou eus ar iod, hag a ra ter groaz war he goug gant ann amann, 'n eur laret pedennou. An oac'h yaouank ac'h arru ive gant e vignoned : holl e resevont war o fenn eun toullad takennou amann fontet.

Met setu an holl a zo tavet : ne ve klevet nemet disfronkadenou « Heol-Aour » hag he zud : koulzkoude ec'h eo red mont arôk. Tostât a ra ouz eun aneval : goloet eo beteg he zreid gant eur wêl derval. Eun den a grog enni, a laka anei war varc'h hag 'n em blas e unan dreki, da gregi enni dindan he diou gazel da harz anei da gouean. Eun den all a zo ouz penn an aneval, krog er c'habestr, hag e kreiz youc'hadennou a joa, ar wreg yaouank, en dro d'ei kant marc'hég, a guita he Bro da vont da Bro he fried... Eun hanter eur goude, na ve gwélet den ebet ken, na ve klêvet trouz ehet, ha tenvalijen an noz a goue taken ha taken war an douar. « Heol-Aour » a zo et d'he Bro neve ; « Heol-Aour » a zo dimezet.

## KELOIOU EUS AR MISIONOU

104<sup>e</sup> de-a-bla diaze Breuriez ar Fe.

Ar gouel-man a zo bet gret en Lyon, an 3 a viz Mae. An O. Kardinal Arc'beskob Lyon a deurveas an de-se troc'hban e dro Konfirmasion evit dont da laret an oferen en Iliz Fourvières ha rei d'ar Vreuriez eun testeni nevez e garante.

Salud ar Zakramant, d'an abarde, roet war an ton bras, a vodas kaž a dud a ziredas eus Lyon da adneveat en o c'halonou birvidigez o c'harante evit oberou Breuriez ar Fe. Lorc'h a zo ennè pa sonjont ec'h è en Lyon eo ganet an oberou mad-se, hep kontan ar visionerien, ganet en Eskopti Lyon hag a zo breman er misionou. En de hirie, e zo, eus eskopti Lyon, dre ar bed holl er misionou, 13 Eskob ha 263 beleg. Ar Breudeur hag al Leanezed, ayat, a zo sof-kont.

An O. Rossillon, cil-Eskob Vizigapatam, a brezegas : Bue ar misioner, emean, a zo eur werz gaer a skriv gant oberou a garante hag ar zakrifisou a bad war hent ar bed-man ; e vue a zo henvel ouz hini Hon Salver a garas hag en em zakrifias, *dilexit et tradidit semetipsum*. Maro ar misioner eo e zin e traon ar werz an neus savet dre oberou e vue ; e huenaden diwean eo e ziwean akt a garante da Zoue ha kurunen e zakrifisou.

Ar brezegen-ze eus ar c'haeran a zo bet mouplet ebarz ar c'hannad, kannad Breuriez ar Fe, gret anean « Les Missions catholiques ». Ar c'hannad-man a ve mouplet eur

wej a zun, 14, rue de la Charité, Lyon (2<sup>e</sup>) ; ar c'houmanant na goust nemet pevar skoed.

*Eur gir a drugare eus peurz an Tadou Gwenn da  
Vreuriez ar Fe.*

Kevredigez an Tadou Gwenn he deus digaset da Vreuriez ar fe eur gir a drugare hag a anaoudegez vad evit bean zikouret kement, dre hec'h arc'hant hag he fedenou, an Tadou misionerien.

« C'hwech' vla so, eme, aboe bodadeg diwean hon C'huzulerien vras, hon deus gallt tennan eus hon labour kalz a frouez dre ar zikouriou roet d'imp : evelse hon deus gallt sevel c'hwech' Eskopti neve. Ha neuze, setu aman chiffrout : er blavez 1920 e oa en hon misionou hol 305.000 kristen neve badeet, ha 120.000 danvez-kristen o heuilh ar c'hatekiz. Hirie hon deus 425.000 kristen neve badeet, c'hwech' ugent mil muioc'h evit bean zo c'hwech' vla, ha 166.000 danvez-kristen, 46.000 muioc'h ive.

Ar visionerien, d'o zu, a zo kresket ar gont anè : 59 dioutè a zo et da zigemer o c'hurunen digant o barner er Baradoz, met, bepred, eo kresket ar gont eus 149 hano neve. A Tadou Gwenn o deus breman 1011 misioner, 733 beleg ha 278 Breur.

Hon c'hloerdie o deus ive muioc'h a gloer yaouank evit biskoaz. Er skol Philosophi, e zo 161 skolaer ; ha da vla e zo danvez 167 misioner er c'hlastou uhelan.

E-tuont, en hon misionou, hon deus 5 kloerdi bras, bag a deu dioutè peb bla eur beleg benak. »

Ha lizer an Tadou a achu war eur gir a anaoudegez vad adarre da Vreuriez ar Fe.

### AR MARVIOU

*An O. FORBES, eil Eskob an Ouganda*

An O. Forbes, sakret da Eskob da eilan an O. Streicher, a zo maro nevez so en kear Pau, elec'h e oa deut da glask ar iec'hed. Na oa nemet 62 vla. Ganet e oa tost d'ar C'hanada, en enezen Perrot, en Eskopti Montreal. Er gear-man e reas e studi, ha goude ec'h eas d'an Tadou Gwenn : ober a reas e c'hloerdi an Ti-kare, hag er blavez 1888 e resevas an urz a veleg. Mest-kelenner en kloerdi Santez Anna Jeruzalem, e teuas goude da Alger da gelen an danvez-leaned. Er blavez 1901, e oe kaset sa Gebek, er C'hanada, evit sevel eno eur c'hloerdi. Goude bean tremenet tri bla en Mission an Ouganda, e teuas da vean Eskob Yaga ha brec'h deo an O. Streicher, en Ouganda memes, er mision gaer-ze bag a oa bet skuilhet warni gwad ar verzerien. Breman er mision-ze e zo 200.000 katolik, hag o niver ac'h a buhan war greski, rag an Iskibien, ar visionerien gwenn, hag ar veleien du n'espont ket o nerz evit lakat ar vad da drec'hi.

## LODEN OUZ AN INDULJANSO

= c'hall da c'honit c'li madoberourien

### BREURIEZ AR FE

- I. — *Induljanso bras.* — 1° 3 a viz mae, gouel ar Groaz Zantel kavet (en kever an de-man eo bet zavet da gentan Breuriez ar Fe) ;  
3° 3 a viz kerdu, gouel Zant Fransez Zavier, patron ar Vreuriez ;  
3° 25 a viz meurz, gouel Maria-Meur ;  
4° 15 a viz est, gouel ar Werch'ez hanter-est ;  
5° 6 a viz genver, gouel ar Rouane ;  
6° 29 a viz gwengolo, gouel zant Mikel ;  
7° Sui gwech ma tigoue gouel eun abostol ;  
8° Bep miz : daou devez da bep hini da choaz ;  
9° Eur wech bep pla, de ar servij pe an oferen laret evid an oll genvreudeur maro ;  
10° Eur wech bep pla c'hoaz, de ar servij pe ar oferen laket gant kenvreudeur ar memez eskopti, ar memez parouz pe ar memez dizenez evit ar rezo marvet diouz an eskopti, pe diouz ar barouz, pe diouz an dizenez ;  
11° En de ma c'h-eer er Vreuriez ;  
12° War ar maro, ma lerer a vihanan a galon an Hano zantel a Jezuz ;  
13° Gras an *Oter privilejet*, da laret eo, eun induljanz vraz da heull an oferen, laket gand unan-benag ouz ar Vreuriez evid eur c'henvreur maro.  
(Ar vugale n'ho deuz ket gret ho fask kentan a c'hall gonit an induljanso-ze, bete ma raint eun dra devot hennag merket d'he gant ho c'honezour).
- II. — *Induljanso bihan.* — 1° Seiz via ha sez c'hoariez, ken aliez gwech ma ve pedet pe roet aluzen evid ar Misiono :  
2° 300 devez, pa c'heuiller pedeuno an tri de (*Triduum*) en mare an 3 a viz mae hag an 3 a viz kerdu ;  
3° 100 devez, peb gwech ma larer eur *Baler* hag eun *Ave*, gand ar bedennik-man : *Zant Fransez Zavier, pedet enidomp.*  
An oll induljanso-ze, bras ha bihan, e c'heller gonit an-he evid an Anaon.
- III. — Piou bennag a roio en eur wech daou c'hañt lior evit Breuriez ar Fe, daoust d'an arc'hant-ze da vean dispignet raktal evit ar Misiono, a vo da viken er Vreuriez hag a c'honeo an oll induljanso, ma rr ar pez a zo red d'ober evit gonit an-he.

